

# Evit ar re skol-vamm C'hwezh vat ar c'harotez

**4 berr-metrad bevaat** kinniget gant Arnaud Demuynck  
2014 / 45 mun / Frañs - Belgia / Gebeka Films

Stumm e brezhoneg advouezhiet gant Dizale ha skignet gant Daoulagad Breizh  
Gouzout hiroc'h : [www.daoulagad-breizh.org](http://www.daoulagad-breizh.org)

## Ur programm evit ar begoù lipous !!

### Ar c'hoñfitur karotez (6 mn)

Seveniñ : Anne Viel

Daou vignon lapin en em gav hep koñfitur karotez ken e-kreiz ar goañv. Met ar c'harotez a gaver estreget el liorzhoù. Setu ar pezh a vo diskouezet dezho gant an eontr Roparz en deus roet dezho da hêrezh ur gartenn evit klask an teñzor..



### Ar garotezenn ramzel (6 mn)

Seveniñ : Pascale Hecquet

Ur c'hazh zo o redek da heul ul logodenn. Ur c'hi zo ouzh e heul, heuliet eo eñ gant ur plac'hig gour-drouzet gant he mamm-gozh a vez hi gourdrouzet gant an tad-kozh zo o fardañ soubenn hag en deus ezhomm kaout ur garotezenn...

### An avalaouer a blije dezhañ rannañ (5 mn)

Seveniñ : Marjorie Caup

Un aval meurdezus a gav an avalaouer bihan e-kreiz ar c'hoad. E guzhat a ra a-dreñv ur roc'h, evit gellet e zebriñ lontek e-unan. Met begoù lipous all a fell dezho dont d'ar friko.



### C'hwezh vat ar c'harotez (26 mn)

Seveniñ : Rémi Durin hag Arnaud Demuynck

Mignoned eo Lapin ha Gwiñver. Begoù lipous int ha lontek zoken. Blazioù disheñvel o deus koulskoude, pezh a zegas chikan etrezo. Mouzhet eo ar gwiñver, dilojañ a ra e-pad a noz ha paket e vez gant al louarn... Faltazi ha mignoniezh a gaver ouzh taol er gome-dienn-se zo ivez... war gan.

# Pour les maternelles

## C'hwezh vat ar c'harotez / Le parfum de la carotte

**4 court-métrages d'animation** proposés par Arnaud Demuyneck  
2014 / 45 min / France - Belgique / Gebeka Films  
Version bretonne doublée par Dizale et diffusée par Daoulagad Breizh  
En savoir plus : [www.daoulagad-breizh.org](http://www.daoulagad-breizh.org)


### Un programme à croquer !!

#### Ar c'hoñfitur karotez

##### La confiture de carotte (6 mn)

Réalisation : Anne Viel

Deux amis lapins, en plein hiver, voient leur réserve de confiture de carottes épuisée. Mais qui a dit que les carottes ne se trouvent que dans les jardins ? Certainement pas l'oncle Robert qui leur a légué une précieuse carte au trésor..



#### Ar garotezenn ramzel

##### La carotte géante (6 mn)

Réalisation : Pascale Hecquet

Une souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi par un chien qui est poursuivi par une petite fille qui est grondée par sa mammy qui se fait bougonner par le papy qui fait sa soupe et a besoin d'une carotte...

#### An avalaouer a blije dezhañ rannañ

##### Le petit hérisson partageur (5 mn)

Réalisation : Marjorie Caup

Un petit hérisson trouve une pomme magnifique dans la forêt. Il la roule derrière un rocher pour faire bombance à son aise. Mais voilà que s'invitent au festin d'autres petits gourmands.



#### C'hwezh vat ar c'harotez

##### Le parfum de la carotte (26 mn)

Réalisation : Rémi Durin et Arnaud Demuyneck

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L'écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard...

La fantaisie et l'amitié sont les invités d'honneur à la table de cette comédie qui est aussi... musicale.